WIKIPEDIA

Orowineg

Ur yezh tchapakurek-wanhamek eus skour ar yezhoù madeirek eo an **orowineg** (*oro win*) komzet gant 5 den stok ouzh ar vevenn gant Bolivia e Brazil (1996).

Ur yezh damvarv an hini eo.

Liammoù diavaez

- Ethnologue (http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=orw)

Adtapet diwar « https://br.wikipedia.org/w/index.php?title=Orowineg&oldid=405772 »

Kemmoù diwezhañ degaset d'ar bajenn-mañ d'an 5 Du 2008, da 12:35.

Gallout a reer implijout an testennoù zo dindan an Aotre-Implijout Creative Commons Dereiñ/Kenrannañ diouzh an hevelep divizoù; divizoù ouzhpenn a c'hall bezañ ivez. Gwelet an Doareoù Implijout evit gouzout hiroc'h.